Tangkouleg

Ur yezh sinek-tibetek eus is-skourr ar yezhoù tangkoulek eo ar **baieg** (*tangkhul(m)*, *champhung*, *lu(hu)ppa* pe *somra*) komzet gant tro-dro da 110.000 den (1997) e Manipour, Nagaland ha Tripoura en India.

Pemp rannyezh ez eus, :

- **Oukrouleg** (*ukhrul*)
- **Koungoieg** (*khunggoi*)
- **Kangoieg** (*khangoi*)
- **Koumpomeg** (*kupome*)
- **Padangeg** (*phadang*)

Gwelet ivez

- Yezhoù koukiek-tchinek-nagaek
- Yezhoù nagaek

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Tangkouleg&oldid=407257 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 7 Du 2008, da 13:45.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.